

1. Ni ho sa - - lud, — Rou -
 - a - nez an E - lez, — C'houi zo hor Mamm, ar
 Vamm a dru - ga - rez, — Hon holl dous - - ter, — bu -
 - hez hag es - - pe - rans : — Ni ho sa - -
 - lud — gant ar vra-sa dou - jans. —

NI HO SALUD, ROUANEZ AN ELEZ

- | | |
|---|---|
| 1. Ni ho salud, Rouanez an Elez,
C'hwil 'zo or Mamm, ar Vamm a drugarez,
On oll douster, buhez hag esperañs :
Ni ho salud gant ar vrasa doujans. | 6 O Gwerhez sakr, o Mamm garantezuz,
Rouanez vad, Itron drugarezuz,
Ni hoh asped, selaouit or pedenn,
Ha ni d'on tro ho meulo da viken. |
| 2. Deoh-hu, Gwerhez, e kasom or pedenn
Ni divroet ha, siouaz ! peherien ;
Ouzoh, Gwerhez, e kriom er bed-mañ
Or hlevit-ni, bugale da Eva. | 7. Plijet ganeoh, Mamm zantel da Zoue,
Pedi-dalhmad evid ho pugale,
'Vid ma hellim kaoud perz en oll grasou
Gounezet deom gant Jezuz, on Aotrou. |

NOUS VOUS SALUONS, REINE DES ANGES

1. Nous vous saluons, Reine des Anges, vous êtes notre Mère, la mère de miséricorde,
Notre douceur, notre vie, notre espérance : Nous vous saluons avec le plus grand respect.
2. Vers vous, ô Vierge, monte notre prière, une prière d'étrangers et de pèlerins, hélas !
Vers vous, ô Vierge, notre cri en ce monde ; écoutez la prière des enfants d'Eve.
3. O Vierge Sainte, ô Mère affectueuse, bonne Reine, Dame miséricordieuse',
Nous vous supplions', écoutez notre prière, et à notre tour, nous te louerons à jamais.
4. Qu'il vous plaise, Sainte Mère de Dieu, de prier toujours pour vos enfants,
Pour que nous puissions avoir part à toutes les grâces gagnées par Jésus notre Sauveur.